

Al laoures
Mari Derrien.

Me Mari Derrien a Penlan
 braoa merc'h a zo ganet gant mam

Pera servic'h din kemen se
 pa on klan gant ar c'hlenvet newe

— ma mamik paour leret tu din
 ag ar c'hlenvet newé a zo ganin

met ma merc'h na woelet ket
 eun ti newe dec'h a vo savet

— mar gan ma mam dam ziegez
 piou deuo da vedon da vatez

— Na po na mewel na matez
 War eun dro vo savet o tiegez

Diwar boez eur *voaleyig woen*
 chwi o po o poet mari Derrien

— mar sewet din eun ti newe
 sevetan pel deus o hini

savetan en traon al lan
 War an hent bras ia da janjan

Mari Derrien a lavare
 Da massonerien e zi newe

scoet din eur prenest dar c'hreste

Sallokras mari na sefomp ket
 O dat na neus ket din ordrenet

Pa deui ar procession en dro
 Gant eur joa vras me en salludo
 Gant eur joa vras me en salludo
 ar pen arrog me a vo

a var ma daouern eur manego
gant aont da vaster ar skaliero.

.....

no chomet ket ase

mar teufe en awel tu an alchoë
gant er choes chui a Berisfe.
— Choet an avet en tu ma Koro
En toul en hor me a chomo

*(Une traduction française de ce texte se trouve au folio 120 verso et recto ;
lire dans cet ordre).*

Il y a un blanc dans le manuscrit avant le dernier paragraphe.